

# Goulennata ar bed

Ma endro niverel



# Goulennata ar bed

Ma endro niverel - 1



Un dabletezenn



Un urzhiataer




Ur selaouer




Un alc'hwez USB



Ul logodenn



ur skramm



ur c'hlavier

# Goulennata ar bed

Ma endro niverel - 2



## Gra daou strollad gant an tikedennoù :

Strollad an traoù a rank bezañ staget ouzh an urzhiataer evit mont en-dro.

Strollad an traoù ha n'int ket staget ouzh an urzhiataer evit mont en-dro.

# Goulennata ar bed

Ma endro niverel - 3



## Gra daou strollad gant an tikedennoù :

Traoù-stag gant an urzhiataer  
hag a servij da gas titouroù d'an  
urzhiataer.

Traoù-stag gant an urzhiataer  
hag a servij da lakaat titouroù  
da zont er-maez eus an  
urzhiataer.

# Goulennata ar bed

Ma endro niverel - 4



Peseurt arouez a welez war urzhiataer/tabletezenn ar skol ?  
Liamm.



- ● VLC : sellet ouzh ur video.



- ● Gcompris : ober c'hoarioù.



- ● GnomeWeb : klask keleier war internet.



- ● Tennañ poltriji.



- ● BookCreator : sevel levrelioù.



- ● Abiword : skrivañ un destenn.

# Goulennata ar bed

Ma endro niverel



## 1 Liamm pe skriv ar gerioù.



•

• Un dabletezenn




•

• Un urzhiataer



•

• Ul logodenn



---

---

## 2 Peseurt arouez a welez war urzhiataer/tabletezenn ar skol ? Liamm.



•

• Tennañ poltriji.



•

• Gcompris : ober c'hoarioù.



•

• Abiword : skrivañ un destenn.



•

• GnomeWeb : klask keleier war internet.